

### Posupl e vez bepred kemm ar reolennoù :

Evit aesaat ar c'hoari evit ar re yaouank, pe ar re n'int ket en o aes gant ar Brezhoneg, e c'heller reiñ ar gwir teurel an diñs ur wech - pe zaou - hep implijout ur merkouer.

---

Evit reiñ ho soñj war ar c'hoari, sevel goulennoù pe goulenn sikour, reiñ hoc'h ali, kit war bajenn Facebook Aplud, pe war lec'hienn [www.aplud.bzh](http://www.aplud.bzh)

Fichenn evit ar gelennerien : [www.aplud.bzh](http://www.aplud.bzh)

Ar reolenn e Galleg - La règle du jeu en français - [www.aplud.bzh](http://www.aplud.bzh)

Ar reolenn e Saozneg - The rules of the game in English - [www.aplud.bzh](http://www.aplud.bzh)




Ur c'hoari savet e Breizh hag e Brezhoneg penn-da-benn !

# KLASK AR GER

## Ur c'hoari e Brezhoneg penn-da-benn, evit c'hoarierien azalek 7 vloaz

Ma fell deoc'h gounit e vo ret deoc'h lakat hoc'h ijin da dalvezout, ha komz ar muiañ posupl, met difennet eo deoc'h implijout gerioù 'zo, koulskoude, nemet ma tivizfec'h prenañ anezho



# KLASK AR GER

## Ur c'hoari evit an holl, azalek 7 vloaz

**Er voest :** 250 kartenn daoudu 1 diñs  
un eurier-traezh  
30 pezh / merkouer

### Pal ar c'hoari :

Klask pakañ ar muiañ a gartennoù posupl, en ur lakaat tud e skipailh da zivinout, ar buanañ posupl, ar ger lakaet e laez ar gartenn, skrivet e gwenn war zu, hep implijout ar gerioù all , skrivet war al livioù.

### Prientiñ ar c'hoari :

Da gentañ : sevel div skipailh A - B, azezet en ur c'helc'h, unan eus pep skipailh a bep eil (A-B-A-B.... hag all). Roet e vo **10 merkouer** (ar pezhioù liv treuzwelus) da bep skipailh. Ar re a chomo er voest a c'hello bezañ prenet gant ur gartenn (Gwelet pelloc'h)

### Deomp de'hi !

Eilpennet an **eurier-traezh** gant ar c'hoarier a-gleiz d'ar c'hoarier kentañ. Tapout a ra ar c'hoarier kentañ ur **gartenn**, ha klask a ra tud e skipailh da zivinout ar ger el laez, hep na vefe an droad gantañ implijout hini ebet all.

Ma ne zeu ket a-benn, ha ma fell dezhañ implijout unan eus ar gerioù e liv war ar gartenn, evit ma vefe aesoc'h lakaat da zivinout ar ger el laez, e lak ur **merkouer er voest**. Tennañ a ra neuze gant an **diñs**, gant-se e c'hell implijout ar ger a-liv gant an diñs.

Ur vunutenn hanter en do evit klask lakaat e skipailh da zivinout ar muiañ posupl a gartennoù.

Da skouer, tapet eo ar gartenn

**SELLET**

Dibab a ra prenañ ur ger, lakaat a ra ur merkouer er voest, teurel an diñs, tennet al liv gwer.

Gellout a ra implijout ar ger :

**SKINWEL**

### Difennet eo :

Implijout ar gerioù all, evel-just, pe gerioù deveret diouzh ar re-se. Evezhiet e vo gant ar c'hoarier en tu kleiz pe en tu dehou dezhañ. Ur c'hoarier all a vo e karg eus an eurier-traezh.

Ur wech divinet ar ger e tap ar c'hoarier ur gartenn all, betek ma vo tremenet ar vunutenn hanter.

**Difennet eo ivez implijout :** anvioù tud, anvioù merkoù, gerioù yezhoù all...

Klasket e vo, ar muiañ posupl, implijout gerioù brezhoneg pa c'heller, e plas gerioù o tont eus ar Galleg.

Difennet eo ivez diskouez talvoudegezh ar ger, (ar fri, ar prenestr....) pe ober trouzioù.

**Er penn kentañ pep tro e c'heller menegiñ peseurt ger e ranker klask:**

(Un anv, un anv-gwan, ur verb, un adverb...)

Kollet e vo ur merkouer bep taol ma implij ar c'hoarier ur ger difennet !

Posubl vo dezhañ prenañ en-dro 5 merkouer en ur reiñ unan eus e gartennoù gounezet.